

Profañ a ran  
Je fais un don

diwan  
louaneg



Feuillet  
disponible  
en français

Trugarez!

prof a-wechadoù +



Lakaat a ran ma chekenn en anv  
Diwan Louaneg  
5, hent Sant Erwan - 22700 Louaneg



Setu un dreuzkasadenn hepken  
Goulennit un daveenn vank diganimp



En ur voest-profañ e roin e-  
kerzh un abadenn

Furmskrid kuitañs en tu-gin



Dre Helloasso e roan  
enlinenn gant KB


prof ingal ++



Dre lamadenn-vank  
miziek e roan  
Furmskrid en tu-gin



Prometiñ a ran e rin ur prof  
miziek dre KB dre Helloasso

Profoù suraet enlinenn dre  **helloasso**  
[www.helloasso.com/associations/diwan-louaneg](http://www.helloasso.com/associations/diwan-louaneg)

Didennadurioù diwar an tailhoù

evit reiñ muioc'h  
a ster d'ho tailhoù

Evit an dud prevez

**-66%** bevennet en 20% eus ar gounidoù,  
ur prof miziek a 10 € ne goust  
deoc'h nemet 3,4 € / miz!

Evit an embregerezhioù

**-60%** a-raok pep karg-gopr,  
bevennet e 10 000 € / bloaz  
pe 0,5 % eus ar c'hengreadur



Un testeni evit an tailhoù ho  
po dre lizher pe dre bostel

Gallout a rit sikour ac'hanomp ivez ...



en ur gemer perzh en abadennoù  
aozet a-hed ar bloaz



en ur reiñ dimp hoc'h hernaj  
kozh evit an dastumad hernaj



en ur brenañ hol levrioù  
brezhonek diwar stal ar skol



en ur reiñ ho kartouchennoù liv  
kozh d'ar skol da adaozañ



en ur reiñ avaloù en diskar-  
amzer evit ober chug

Kasout al lizher-kelaouiñ!

<https://louaneg.diwan.bzh>



# Dibab a ran al lamadenn viziek

Fellout a ra din reiñ  5€  8€  10€  15€  30€  ..... €

## Mandat de prélèvement SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) **Diwan Louaneg** à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de **Diwan Louaneg**.

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Référence unique de mandat :

Identifiant Créancier SEPA : *FR51ZZZ599231*

### Débiteur

### Créancier

Votre Nom \_\_\_\_\_

Nom *Diwan Louaneg*

Votre Adresse \_\_\_\_\_

Adresse *5, rue Saint Yves*

Code Postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Code Postal *22700* Ville *Louannec*

Pays \_\_\_\_\_

Pays *FRANCE*

IBAN \_\_\_\_\_

BIC \_\_\_\_\_ Paiement  Récurrent  Ponctuel

À \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

**Veillez compléter tous les champs du mandat**

E-mail \_\_\_\_\_

# Dibab a ran reiñ profoù a-wechadoù

Dre chekenn pe dreuzkasadenn

Reiñ a ran  5€  10€  15€  20€  30€  50€  ..... €

Anv \* \_\_\_\_\_

Chomlec'h \_\_\_\_\_

Postel \_\_\_\_\_

\* pe anv framm

# Trugarez! Ho prof hon skoazello ...



Poull-neuial  
**1000 €**  
evit 10 abadenn



Feurm ha kargoù  
**900 €** / miz



Klas natur pe  
c'hlad  
**1000 €** / bloaz



Levrioù ha dafar  
pedagogel  
**2000 €** / bloaz



Kreizenn ar son  
**400 €**  
ar weladenn



Staj bageal  
**1000€**  
ar sizhunvezh